

Sinema e brezhoneg

4 film-bevaat berr  
gant margodennoù

# Ludovic an arzhig

Seveniñ : Co Hoedeman




Ur bompinell  
'barzh an erc'h



Ur c'hrokodil  
'barzh ma jardrin



Vakañsoù 'barzh  
ti Takozh



Avel hud

Film-bevaat / Kanada / 2001 / 47 mn

Advouezhiet e brezhoneg gant **Dizale** / [www.dizale.org](http://www.dizale.org)

Treiñ-azasaat : **Corinne ar Mero** / Renet gant **Laors Skaveneg**

Skignañ e Breizh : **Daoulagad Breizh** / 02 98 92 97 23 / [www.daoulagad-breizh.org](http://www.daoulagad-breizh.org)

Dizale

DAOULAGAD



**Da heul lusk koulzoù ar bloaz, tammoù deus buhez Ludovic, un arzhig bourron koant, fri-furch anezhañ, a blij dezhañ kaout mignoned nevez, hunvreal gant a bep seurt troioù-kaer, ha bezañ moumounet gant e vammig.**

### **Ur bompinnell 'barzh an erc'h** (1998, 14 mn)

Erc'h a ra. Ludovic, un arzhig bihan, a vefe brav dezhañ mont da risklañ war an erc'h, asambles gant e vignoned. Siwazh, re vihan eo c'hoazh! Met kavet a ray, e bed an hunvreoù hag ar soñjoù kaer, c'hoarioù burzhudus d'ober asambles gant e vignonez nevez, ur bompinnell.

### **Vakañsoù 'barzh ti Takozh** (2001, 11 mn)

Erruet eo an hañv. Pedet eo Ludovic da dremen un nebeud devezhioù 'barzh ti Takozh. Evurus eo an arzhig o vont da gavet e dad-kozh, met trist ivez pa zeu da soñj dezhañ n'emañ ket Mamm-gozh aze ken. Trist-hardi e tle e dad-kozh bezañ : aferioù Mamm-gozh zo chomet gantañ er gêr, 'barzh ur gambr vihan. Sachet eo Ludovic gant ar pezh-mañ, ha goude bezañ chomet etre daou e ra e soñj mont e-barzh...



# Ludovic

# an arzhig

Savet gant **Co Hoedeman**

### **Ur c'hrokodil 'barzh ma jardrin** (2000, 10 mn)

Erruet eo an nevez-hañv. Staliet 'barzh e jardrin ez eo Ludovic mestr war ur bagad loened paper. C'hoari ar janglenn eo. 'Barzh an Afrika ijinet-se e vez souezhennoù e-leizh, hag unan zo kaset gant Mammig ivez. Pa lak al loened o c'hrabanoù war ar souezhenn-se, pa zihanont da sentiñ outañ e chom Ludovic a-sav gant ar c'hoari. Mouzet eo. Met ne chom ket ar vugale d'en em chikanañ 'pad pell. Emglev a vo buan-kaer, en-dro d'ur piknik rannet gant ar vignoned.

### **Avel hud** (2002, 12 mn)

Brav-kaer eo livioù an nevez-amzer, hag o c'hoari 'barzh al liorz-h-kêr emañ Ludovic. Evurus eo o welet un arzhig all o tostaat. «C'hoari 'ray ganin!», a soñj dezhañ. Mont 'ra betek ennañ, met lakaet eo da gouezhañ gant an arzhig all, a dec'h kuit goude. Ha paket 'vo Ludovic ur wech c'hoazh, a-raok ma teufe ur arhezvig da sikour 'nezhañ. Asambles gant e vignonez nevez e kav dezhañ ez eo aes ha farsus tremen e-biou da bechoù an arzhig vil.

Skrid : **Co Hoedeman** ha **Marie-Francine Hébert**

Skeudenoù : **Co Hoedeman** / Renner ar bevaat : **Co Hoedeman**

Tudennoù : **Lilian Kruijff** / Kinklañ : **Denis Rondeau** / Sonerezh : **Daniel Lavoie** / Frammañ : **José Heppell**

Produiñ : **Ofis Broadel ar filmoù er C'hanada** – [www.onf-nfb.gc.ca](http://www.onf-nfb.gc.ca) / Skignañ : **Les Films du Paradoxe**